

An drapierez-mezer

Kenta ma welis va dous e voa var al len o saonni
me o lakat va zog em dorn evid moned d'he saludi

a me o laret dizi karchen kaouet an henor
Ar pouar da kaouet an alc'houe deus he tenzor.

O komzou den iaouank a zo meurbed fomillier
Na houllenan nemerdoc'h da veza va zenzorier

mo krañ dispos a tout var kement tra meus er bed
la en honestis ne ouffen ken da lavaret

Pa entrei's en ker e stad a kondition
Pa velan va mestrez e rejouis va c'halon.

— Debonjour deoc'h va mestrez petra lavar deoc'h o lignez.

— va lignez nin(t) ket kontant em be eur c'hontreportier

— ma neket kontant ho lignez ho pe eur c'hontreportier
me a meus pemp kant skoët hag a breno dec'h mezer
evid mond da zalc'hel stall er gerig a Landreger.

— Petra chervich dime bea draperiez- mezer
Pa ne c'houzon ar Gallek na skrivan var ar paper
na rei da beb hini d'oc'h man devezo affer.

— men bezo eur c'hloarek, va dous, evid ho teski
c'houi vezo en ho stall ne reot nemed komandi
a douj ar beamant e dezir ho faltazi.

Chomet he va dous klan hag afflijet gant klenvet
Monet a ran eur veach c'hoas evid monet d'he goëlet.

— Debonjour deoc'h va mestre, klevet a meus lavaret
e voac'h chomet klan ag afflijet gant klenvet

la emei va chervijer afflijet hon gant klenvet
Pelec'h emedi va mam larid dei dond d'am c'haouet,

ma rin va destamant, va dous, pa oc'h deut d'am goëlet
– Dallit va alc'hoëchou kassit ganeoc'h ar choas
a nombr doc'h va habijou.

– Ne meus ket affer ar choas, a nombr doc'h o habijou
nemed unan benag demeus o mouchouerou
evid sec'ha va daëlou va dous pa viot maro.

Moris Follezour, 18 mars 1851